






































Ur programmadur rimadelloù er skol-vamm hag er c'hentañ derez

Peseurt klas	Tem	Titl ar rimadelloù	Peseurt labour
Adalek ar re vihan	 Ar c'horf	1 Ur biz bihan o vont d'ar skol	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontañ betek 5 ▶ Deskiñ gerioù ar skol : « o vont d'ar skol » ▶ « Motricité fine » gant ar bizied
	 Ar c'horf	8 Ar biz-meud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anvioù ar bizied ▶ Labour-korf : « motricité fine »
	 Ar c'horf	11 Poum, poum ar penn 9 Piv ra unan ?	▶ Anvioù ar c'horf
	 Da lammat	16 Hei! Hei! Hei! 25 Ma milin	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Labour korf : « Motricité de locomotion et d'équilibre » ▶ Liammañ gant <i>Marc'hig Gwenn</i>
	 Evit kontañ	12 Ar furlukin 13 Tonton Jañ Mari 17 Pemp labousig	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Implijout ar bizied evit kontañ. ▶ Deskiñ rimadell an niveroù.
	 Al loened	41 An aotrou kazh	▶ Jestraouiñ
	 Al loened	47 Biskoazh kemend all	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Muzik ar yezh ▶ Evit dispartiañ ar vugale er sport
Adalek Re grenn skol-vamm	 Al loened	53 Mennedigoù	▶ C'hoarioù er sport

Re vras skol-vamm CP	 Ar c'horf	14 Fañch Muzelleg	► Liammañ gant anvioù-familh ► Klask anvioù-familh all
	 Ar familh	34 Bras a-walc'h, 36 O mamm! va mamm! 39 An daol 41 Beg figus 40 Ma dilhad	► Deskiñ lenn adalek testennoù rimadelloù ► Deskiñ dibunañ daou-ha-daou
	 Ar boued	25 Petra vo da zijuniñ 56 Ar predoù	► En em lec'hiañ en devezh (Questionner le monde) ► Liammañ gant c'hoarioù ar boued (geriaouiñ)
Skol-vamm CP	 Ar sizhun	52 Ar sizhun 54 D'al lun	► « Questionner le monde » : En em lec'hiañ en amzer.
CP	 Ar bloavezh	56 Nedeleg	► Deskiñ lenn gant rimadelloù ► Skrivañ testennoù : ijinañ pozioù all
	 Evit kontañ	14 Unan, daou	► Matematik : niveriñ betek 10
Adalek ar CP	 Al loened	38 Bisig ma c'hazh 39 Bisig	► Brezhoneg : deskiñ respont d'ar goulennoù
	 Al laboused	43 An neizh	► Rimadell da chadennañ + Liammañ gant levr <i>Ma jardin</i>
Adalek re vras skol-vamm	 Da chadennañ	55 Ar podig pri 58 Perak eo du da c'henou?	► Labour war ar rimoù ► Labour war : goulenn-respont + ijinañ pozioù all

Adalek ar CP	 An arvor	43 An aod	► Deskiñ lenn gant rimadelloù + ijinañ testennoù war ar framm-se.
	 An arvor	43 Kerlouan	► « Questionner le monde » + liammañ gant Taboulin an aod
	 An avaloù	43 Ar wezenn	► « Questionner le monde : le monde du vivant » : Ar beo petra eo ? ► Buhez ur wezenn
	 An avaloù	43 An aval diwezhañ	► Deskiñ lenn gant rimadelloù : al lizherenn v
	 Kanaouennoù da luskellag	70 71 72 73 74 Da luskellat	► Kanañ + liammañ gant kanaouennoù <i>Kanañ a ri</i>
Adalek ar CP CE CM	 Ar micherioù	50 Ar micherioù	► An amzer-da-zont ► Sevenadur : liamm gant an anvioù-familh ► Skrivañ testennoù : ijinañ testennoù war ar memes patrom
Adalek CE CM	 Ar micherioù	49 An ostilhoù	► Ar c'hemmadurioù goude ma, da, e, he (ar gerioù perc'hennañ)
CP-CE1-CE2	 Ar bloavezh	56 Ar mizioù	► Programm : « Questionner le monde » ► Skrivañ testennoù : ijinañ pozioù all evit ar bloavezh.
CP + CE + CM	 Bloavezh mat	1 2 3 4 5 6 7 Bloavezh mat	► Programm : « Questionner le monde » En em lec'hiañ en amzer. ► Sevel testennoù : ijinañ pozioù all.
	 Ar mareoù -bloaz	10 An nevez-hañv	► Barzhoniezh ► « Questionner le monde » ► Liammañ gant c'hoarioù niverel Ar mareoù-bloaz
	 An amzer (ar meteo)	28 Alo, itron Mao!	► Programm : « Questionner le monde »

CE CM		An amzer	10 Ar vag hag an ti	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Barzhoniezh ▶ Rimoù
CE CM		An amzer	<ul style="list-style-type: none"> 33 Ar skorn 34 An erc'h 35 Bloavezh ar glav 	▶ Brezhoneg : troioù lavar poblek
Adalek CE		Al laboused	45 Koukoug	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brezhoneg + liammañ gant kanaouennoù ▶ muzik ar yezh ▶ ha troioù-lavar poblek
Adalek ar CE CM		Al loened	49 Gevier tout	▶ Frammoù yezh : « gwelet 'm eus » + ijinañ testennoù all + liammañ gant kanaouennoù ar gevier (Diskanoù)
		Al loened	50 Va labous	▶ Brezhoneg : darvoudoù o chadenniñ (doare kontadenn)
		Al loened	54 Peskig arc'hant	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brezhoneg + Diviz war ar galloud ▶ Liammañ gant fablenn <i>Ar dañvad hag ar bleiz</i> + kanañ
		Ar mor	63 Reverzhi	▶ Questionner le monde + skiantoù : ar mare hag al loar + liammañ gant Taboulin An Aberioù

Orin an diell : Maryvonne Berthou, TES
Mezheven 20020